

HUÑVRE AN DEN YAOUANK

Er gêriadennig-ze e oa eun den yaouank o krakveva sioulig. Tao a veze greet anezañ gand an oll. N'e-noa ket eur bomm leve war e ano. Da lavared eo e oa paourraz.

Med en despet d'an dienez a rene en or hêriadennig e veze prest da renta servij da gement den a houlenne harp ha skoazell digantañ. Ne oa den evid lavared e oa bet kaset da zutal gantañ.

An deiz-se, edo an heol o terri e houzoug e lein an neñv ha Tao o kousked c'hwek e disheol eur wezenn goz. A-greiz-toud e oe dihunet an den yaounak en eul lamm. Goude beza dibikouzet e zaoulagad e welas dirazañ eun den gwisket gantañ dillacou loued. Hennez a lavare groñs dezañ:

“Dihun Tao! dihun! ema ar rouanez o hortoz ahanout.”

“Ar rouanez? Med n'anavezan ket anezi!”

“Hi a oar piou out ha piou n'out ket koulskoude”, a respontas an den e zillad loued. “Klask he-deus lakeet warnout. Gelled a hellez kredi ahanon hardiz!! Deuz ganin! Hast afo!”

“Piou oh?”, a houlenas Tao.

An estrañjour a reas eur skruj d'e skoaz.

“Da betra e servijo dit gouzoud piou on? Ar rouanez he-deus ezomm ahanout ha pep hini er vro a oar n'out ket evid naha dont da zikouri a re a zo dalhet gand eur gwalleur bennag.”

Tao a jomas mud kent sevel en e zav ha da vond da heul an den.

Goude eun hir a valeadenn eh en em gavjont e kreiz eur gêriadenn vraz a oa iskiz a-walh an tiez enni. En despet da-ze e kavas da Dao ez anaveze al leh-se madig a-walh.

Antreal a rejont en eun ti a oa seblant ar binvidigez warnañ. E kreiz eur zal vraz e oa eur vaouez kaer azezet war eur gador rouanez. Ganti war he fenn e oa eur gurunenn a oa warni diamantou lugernuz o teurel brao o sklêrijenn alaouret a-beb tu dezi.

“Bennoz Doue evid beza deuet da weled ahanon”, a hiboudas ar rouanez. “Va rouantelez a zo kouezet warni eun enkadenn euz a re vrasha ha n'eus nemed eun den a hellfe sikouri anezi. Te eo an den-se!”

Tao a zaludas seven mestrez ar vro.

“Eun enor eo evidon renta servij deoh, va rouanez”, a hiboudas d'e dro ar paotr.

“Kent staga ganti e vo red dit ober anaoudegez gand va merh”, a gentalhas ar rouanez flour he mouez. “Gwir eo e ran va bugale gand va oll sujidi med va merh an hini eo a garan dreist ar re all ha muioh egedon va-unan”.

D'an empoent e klevas Tao trouzig sklintin kleier alaouret o tintal brao hag eun dimezell gaer kenañ a zeuas tre er zal.

Liou ar paper a oa ganti war he dremm hag he bleo du a oa kribet hir ha brao war he chouk. Seblant an dristidgez a oa warni. Mond a reas da deurel he fouez war eur gadorig priñsez alaouret a oa e-kichenn he mamm.

Edo war-nez digeri he genou pa reas gaol er zal eun intron euz lez ar raouanez, berr warni ha torret dezi.

Youhal a ree a-bouez he fenn: "An naer! an naer!"

Ar rouanez a zavas en he sav.

"Setu-amañ ar wall blanedenn a zo kouezet warnom. Karget eo va merh da zevel en-dro eur gêriadenn veur all er penn all d'ar vro. Med ne deuio ket a-benn euz he hefridi hep beza skoazellet ganit".

Ne dermas ket an den yaouank. Goude paket krog e dorm ar briñsez e tehont kuit asamblez dre guz euz ar palez.

Eurveziou hag eurveziou e kendalhont da redeg hep kemer o alan. Gwelloc'h e oa dezo tremen dre ar ribouliou kamm-digamm a oa kuzet e-kreiz ar parkou.

A-benn ar fin, berr warno ha torret dezo, eh en em gavjont e kêriadennig Tao.

"Na sioul eo an traou amañ", a hihoudas ar briñsez.

"Amañ n'eus riskl ebed da gaoud", eme Dao war e bouezig.

"E peleh e vo savet ganeom ar gêriadenn-veur?" a houennas ar briñsez.

"Sevel eur gêriadenn-veur amañ", a lavaras Tao. Gwir e oa ne ouie ket resiz petra 'oa c'hoant ar rouanez p'he-doa komzet dezañ. "Med morse ne deuin a-benn da zevel kement-se a baleziou uhel. N'eo ket va micher eo! N'on nemed eur houër euz ar re voutinna! n'eus ganin galloud ebed war an traou-ze!"

Ar briñsez a bare he sellou warnañ tra ma oa daelou diniver o redeg war he dioujod.

"Te eo Tao memez tra! Te eo an den a ro sikour dre e gousk d'an oll", a glemmiche an dimezell goant.`

"Gwir eo e reer Tao ahanon med...."

Tao, echu gantañ an huñvre a oa deuet dezañ, a zihunas trumm.

Hir e oa bet e gousk koulskoude. Du-hont, an heol a oa o vond da guzad.

Hekleo mouezig truezuz priñsez e huñvre a zassonne c'hoaz e pleg e skouarn. Med ar briñsez ne oa ket mui anezi. Ne oa en he flas nemed eun hed-gwenan o fraoñval diroll en-dro dezañ en eur zuna bleuniou al liorz.

"Paour kêz gwenan", a zoñjas ar paotr. "Kollet eo o hent ganto! Ne ouzont ket mui e peleh emaint o chom. Red e vo din lakaad da zevel eur ruskenn evito."

A-benn nebeud eh en em gavas ar gwenan en o zi nevez-flamm.

"Goulenn a ran ouzin va-unan euz peleh an diaoul e teuont? Ken laouen e seblantont beza oh ober o demeurañs en eur goudor nevez savet.

Med eun deiz, tra m'edo o tremen e-biou d'eul liorz e welas en he hreiz eur ruskenn dilezet.

"Drol eo memestra", eme ar paotr d'al liorzour : "Ganeoh ez eus eur ruskenn dilezet ha ganin ez eus gwenan e-leiz. Ne vefe ket deoh toud ar gwenan-ze?"

"Marteze a-walh", a respontas al liorzour. "Sachet eo o skasou ganto. N'ouzon ket ablavour da betra."

Tao a zibradas sioulig toenn ar ruskenn. E foñs ar ruskenn, en e rodellou edo naer e huñvre.

Deuet en-dro d'ar gêr e stagas da zevel ruskennou e-leiz evid degemer enno ar gwenan a felle dezo ober o demeurañs en e liorzig.

Ken braz e oa o niver ma ne oa ket ar paotr evid konta anezo. Kemend a vel a deue diganto en eskemm d'ar goudor a roe ar paotr chik-se dezo ma teuas Tao da veza pinvidig-mor e berr amzer.

Kontadenn chinaeg.